

12

## DISCOURS

*Evit gouleneur plac'h da zemezi, m'ar be ar banget elec'h  
ma emedi ar plac'h, ha mar be goulenet goude dijuni.*

*G. Abars ho qüiuât, Compagninez,  
E trugarecân ho madelez  
D'hor beza recevet en ho ty ;  
Ha roet deomp da zijuni,  
E tisclériàn e zòn carguet  
Da bresanti dêc'h eur reget.  
Làqet òn en penn ar vanden,  
Hac e zeus c'hoant e parlantfen :  
Hanzavi a rân gouscoude  
Oun indign eus an enorz-ze,  
Dre na meus qet a dalant,  
Discadurez, na calz sqiant.  
Ar pez a deu d'am hardissât,  
Eo ma credàn e zoc'h tud vad,  
E viot prest d'am excusi  
Ma teufe dìn ober fasi,  
En despet d'am intantion,  
D'ober mad va c'homission.  
Rac-se, mar permettit dìn,  
Digomplimant ec'h exposin.*

*R. Disqeus a rit mil act a humilite  
Ha qement a civilite.  
Ma veritit sur gant réson,  
E rofemp dêc'h hon attantion.  
Pinvidic ha den honest;  
Beza savant ha modest,  
Zo qaliteou ar re gaera,  
Mes nonpas ar re gommuna,  
Ha gouzout trugarecât  
Evit ar servichou mad,  
N'eo qet certen an hent fall  
Evit obten c'hoas re-all.*

13

Parlantit eta hardiamant ,  
 Hac exposit ho santimant ,  
 Ha diouz ma zeo ho commission ,  
 Ni a vo prest da entent r̄eson ;  
 Mes manifiq e ve parlantet  
 Hac e ve hor pennou goloet.

*R.* Beza e meus hirio an enor  
 Da bresanti dirac ho tor  
 Eun den yaouanq leun a furnez ,  
 Ha demeus hoc'h anaoudeuez ;  
 Eur merq bras demeus a sqiant ,  
 Eo m'en deus preferablamant  
 Choazet unan eus ho merc'hed  
 Evit beza e bried.  
 Gouzout a rit e z̄eo dija  
 Publiet teir güech ar bromessa ,  
 Ha n'hon deus den cl̄ivet parlant  
 Eus a nep seurt ampechamant ,  
 Nac e vet en em opposet  
 Da retardi an eured ;  
 Rac-se omp deut d'e fedi  
 Da zont hirio da gcontracti.

*G.* Atao diouz costez ar vaouez  
 E ve clasqet mil digarez ,  
 Ha na ouffac'h qet evit petra ,  
 Nemet evit delc'hel an dud en o za.

*R.* Ne glasqàn qet digareou ,  
 Mes exposi va résonniou ;  
 Gortoz a ranqit , rac ar mab eus an ty  
 En deveus goall faoutet e fri ,  
 Nonpaz ouz en em ganna ,  
 Mes o fourra butun ennâ ,  
 Hac e z̄eo redet d'ar marc'hat  
 Da glasq eun ados d'e c'hriad.  
 Mes da c'hortos ma teuy d'ar guear ,  
 Rac ne zaléo qet , mèvar ,

14

En deus va dalc'het me amàn;  
 Evit ma respontin evitàn :  
 Rac-se e tisclériàn dêc'h,  
 Ententit mad mar plich ganêc'h,  
 Ret e ve pare mad e fri  
 Abars cass ar plac'h da eureuji,  
 En aon na ve ar bêleg spontet  
 O velet eur fri quer faoutet.

*G.* M'en divije lavaret dîn-me,  
 E voa bet qüt da vont qeit-se;  
 Ia, rac me a voar parea  
 Gant remejou ar re zrolla.  
 An deiz all va marc'h du,  
 Eur marc'h mad, en creiz e fru,  
 A voe roguet e groc'hen  
 Gant eun tol dant digant eun azen :  
 N'ho pije birviqen devinet  
 Gant petra e meus e bareet!  
 Gant eun tam qic-sall d'e beinscillat,  
 Hac eun anduillen d'e c'hriad.

*R.* Credit dîn, o redet bro  
 E tisquer traou nêvez atao.  
 Pa voan er Spagn en arme,  
 Eun devez ma voa calz arne,  
 Abars an eost en nevez-amzer,  
 Ec'h éruas eur goal affer,  
 Eur vreg gant eun aër a voe flemmet,  
 Tout e zud a voe calz nec'het :  
 Facil e sònxit eo ar vreg a varvas ?  
 Mes nan, an aër hepken eo a grevas.

*G.* Me n'en dòn qet eus an dud habila,  
 Mes adress mad a meus da scrifa ;  
 Qenta lizer a scrifis biscoas  
 A voe scrifet gant eun aval poas,  
 Ha goude va güella pluen  
 Zo bet eur picol anduillen.

15

Ha gant qement-se tout,  
 Me a meus bet grêt calz a rout :  
 Ha pa bresantàn eur reget,  
 E vezàn diouc'h-tu selaouet ;  
 Ha ne bretantàn qet bremàn  
 Beza daleet reir amàn.

*R.* C'houi a zo savet goal mintin  
 Da laqat an dud da c'hoarzin :  
 Mes an amzer a ya en dro,  
 Rac-se hastomp buan a fo.  
 Ja eur gascon en deiz all  
 A ras eun dro ne voa qet fall,  
 Rac evel m'en devoa clèvet  
 Voa qestion eus eun eured  
 Gant familliou a gonseqanç.  
 Tud pinvidic hac a bresanç,  
 E vije manific dezâ  
 Mont ive dî da leina.  
 Evel m'en devoa calz a speret,  
 Ne voe qet pell ambarrasset  
 Evit caout prest eun digare  
 Da gomz ouz tad ar plac'h neve.  
 Ar gompagnuez a voa êruet,  
 Ha den mui na c'hortoet.  
 Neuze ec'h antreas ar gascon,  
 Gant reverançou a fêçon ;  
 Anfin, scuis bras o saludi,  
 E lavaras da vestr an ty :  
 Me meus evidoc'h eun affer pressant,  
 A ell talvout dêc'h calz a arc'hant ;  
 Fachet òn d'oc'h interrompi,  
 Mes ne qet eun dra da differi.  
 Ar mestr a lavaras d'ar gascon :  
 Chommit da leina, va mignon,  
 Ha goude-ze, var hon abaster,  
 Ec'h ententimp ouz hon affer.

## 16

Pa voe grêt ar regal tout,  
 Ha deut ar poent da vont er rout,  
 Ar gascon neuze a lavaras :  
 Cetu amâ an affer bras.  
 Gant ho merc'h e meus bet clèvet  
 E prometit rî cant mil scoët;  
 Mes, mar qerit, me c'hemero  
 Gant an anter eus anezo ;  
 An anter all a chom ganêc'h,  
 Cetu eur gounit sclér caër déc'h,  
 An tad ne gavas qet dereat  
 Beza evelse goapeat  
 Credabl è en em fachas ;  
 Mes ar gascon a bartias ;  
 Buan e ranqas trei e guein ,  
 Mes attrapet en doa e lein.

*R.* Ni nomp qet gasconet,  
 Mes tud sincer, güir Vretonnet :  
 Neo qet leinou eo a glasqomp,  
 Mes ar plac'h neve a c'houlenomp.

Me gred oc'h eun den ar güella ,  
 Ha ne ve qet mad ho trompla ,  
 E ve pec'het oc'h amusi  
 Ha memes dont d'ho talei ;  
 Ar pez ze éruet ganêc'h ,  
 Am gra calz nec'h , m'en assur déc'h .  
 Abaoe dec'h ho plac'h yaouanq  
 E deus chenchet a zantimant.  
 Me a voa êt demeus ar vro  
 Hac e sònjet e voan maro ;  
 Mes evel ma oun en em gavet ,  
 E deus dìn-me diguemennet  
 N'em boa nemet en em avanç ,  
 Hac em bije ar breferanç .  
 Qer buan diouc'h-tu , hep dalei ,  
 Oun diredet d'e saludi ,

17

Hac e ràn hirio güeladen ;  
 Cetu aze eun obaden.

Me a meus bet clêvet dija  
 Meur a guilloq o cana ,  
 Hac evit n'en dòn qet c'hoas côs ,  
 E meus güelet meur a vleiz en nôs.

Eun den terrubl oc'h , var ho meno ;  
 Mes piou a sònch dêc'h ho credo ?  
 Ni a voar penos o redet broyou  
 En em zammer a varmailiou ,  
 Hac e rér coll calz a amzer  
 O conta eur bern a c'heyer.

C'hoant oc'h eus-hu-ta d'hor spontâ

Ha d'hor c'hass qüt hep netra ?

Ni nomp qet sur prest da cedi ,

Hac e ve ret demp procedi .

Mar cedit ar plac'h-mâ gane ,

Me gavo eun all d'ho toare ,

Unan hac a voar menaji ,

Ha mont a ràn dêc'h d'e brouvi .

An deiz all e voan o chasseal ,

~~E~~ yis en ty en eur basseal ,

Hac e d'oa uset eur c'houlaouen

Evit clasq eun tam côs spullen .

Admirit eta pebes greg ,

Uza eur c'houlaouen a vennec

Evit eur spullen dic'hroset ,

Ha c'hoas ne voa qet bet cavet .

Mar doc'h bas-valan , comzit ouz-ônnez

Da varc'hadour an allnmettez ;

Pe autramant , mar plich deoc'h ,

Goulennit-y eta evidoc'h ;

Hor plac'h-ni a zo en ty-mâ ,

Roet e deus demp e fromessa ,

Gant consatamant e zud :

Clêvit gante , n'int qet mud .

18

Seblantout a ra ouz ho clêvet,  
**E** ve an affe decidet :  
 Ha mar dê gûir qementse,  
 Ne qet me mui a rîi dale.  
 Permettit din-ta eun nebeudic  
 Ma rìn brêmâ eur baleic.  
 Da c'houzout hac én zo en ty  
 Eur plac'h contant da zemezi.

*En eur bresanti eur Plac'h Yaouanq.*

Sellit eta amàn, va mignon;  
 Homàn zo eur plac'h a fêçon :  
 Mar dêo contant ha d'ho toare,  
 Bezit eta grêt evelse.

*Complimant da eur Plac'h Yaouanq.*

Bonjour deoc'h-hu, Plac'h coant,  
 Fleuren fresq, boquet charmant :  
 Certenamant n'en dêo qet c'houi  
 A dle chom hep caout ho parti.  
 Plijet, goude ar goulenou,  
**E** ve casset an embannou.  
 Hirio na ellomp qet dale ;  
 Eur vech all a zo adare.  
 Ma n'oc'h qet ervad contantet  
 Gant an objet zo presantet,  
 Ma zàn c'hoas da ober eur bale,  
 Da glasq unan a vo d'ho toare.

Holla! ni n'en domp qet tud fall  
 Da zont da guemer tra eun all :  
 Ar vreg-se a zo perc'hennet,  
 Nemet bez e vez divorcet ;  
 Eus ar seurt-se mallig hini  
 Ne deuyo ac'hàù ganeomp-ni.

*Da eun Intanvez.*

G. Arça eta Plac'h Yaouanq coant,  
 Petra eo eta ho santimant,  
 Pa velit ar re o deveus bet

19

Prest adare da gaout fret?  
Ma na garit hasta a fo,  
E medoc'h en risq de goll ho tro.  
Va excusit, m'ho ped, maouez vad;  
Permettet eo certen badinat :  
Mes n'en dêo qet éruet c'hoas  
An hini a dle dont d'ho choas.

**R.** Mar güelit begou e boutou,  
E velot souden e seuillou : -  
Me gred assur e zoc'h den habil,  
Mes da viana e zoc'h difficil.

G. N'hon deveus tam ebet disprijet  
An objet a ve demp presantet ;  
Hac evel ne zens coz voutez  
Na gaver dezi he farez ,  
Onnez iveau, aboues guedal , .  
Me a gred a gavo eur chanç all.  
Ni n'en domp qet deut assur eviti ,  
Ha ne sònjomp qet a grenn enni ,  
Mes evit an hini a zo embannet ,  
..... e zeo hanvet ;  
Hac evit e designa ervat :  
..... éo he zad.  
Ne glasquit qet eta digarei ,  
Pa zéo guir e mân en ho ty.

*R. Sclér mad éo sur, pa' expliqit,  
Eus a behini e parlantit;  
Mes ret éo goulen diouti  
Ha contant éo da zemezí.*

*Mont a ra da ober eur bale.*

Ouz an daul e meus hi cavet  
Tranqilamant bras azeet,  
Ha e deus lavaret din-me  
Ne voar qet piou a zo aze.

Oh! va mignon, arespont-se  
A zo tout-a-fêt d'hon doare :

20

Disqüez a ra e zê prudant,  
 Ha güir vestrez d'he zantimant.  
 Hac evel pa lavarfe c'hoas  
 Ne rofe qet e dorn da bep goas,  
 Mes hepqen nemet d'an hini.  
 A zo bet destinet dezi;  
 Ennes ê just a zo amâ.  
 Ne broposân qen nemetâ;  
 Rac-se eta, grit demp antren,  
 Coulz hac an oll eus va banden.

Oh ! va mignon, na c'houi c'heus talant  
 Da drêi an traou d'ho santimant!  
 Mes gouzout a rit, an habilla  
 A ell iveau avichou fazia;  
 Rac-se eta, bremâ permettit  
 Ma lavarin en em dromplit.  
 Mar dê eus ar plac'h-se azeet  
 E zêo occupet ho speret;  
 Ha pa e deus roet ar respont-se  
 Ouz traou all sur e sönje,  
 Rac amâ e zeus en em gavet  
 Alies a dud d'hor güelet,  
 Joa vrás meurbet hon eus diouto,  
 Gant qementsé evel ato  
 Eo en em gavet quer just ha tra  
 Da veza primeri ar bara  
 Dre chanç gouscoude dec'h e voa deud  
 Ar meliner laer gant ar bleud ;  
 Hirio eta me ranq poazat,  
 Hac ar plac'h-se ribottat;  
 Hac ouspen qementse c'hoas,  
 Dêi eo ive da rolla an toaz.  
 Rac-se n'oc'h eus qet a voyen  
 Da gaout hirio hor femelen.  
 Ma ne zeus qen ouz ho trêza  
 Nemet primeri a vara ,

21

Deut ganén-me oll a vanden  
 Da gundai ar femelen :  
 Ni hon eus eur zal vrás preparét,  
 Tapisset caer ha fleurachet,  
 Poazet bara, qig ha stripou,  
 Paste, fars-forn, goadiguennou :  
 Eun dol hir a zo bet savet  
 Evit ober demp eur banqet :  
 Na c'hedomp nemet ar plac'h neve  
 Evit festa mad Molarge.  
 Pa vezo deut, ni a rai frico,  
 Ni a gano hac a gonto.  
 Ac'hanta eta, va mignon,  
 Petra a lavar ho calon?

Qement a rit sur o pledi,  
 Em be c'hoant bras d'ho contanti ;  
 Gouscoude e ve dirêzon  
 Lezel va zy en abandon,  
 Rac certen eo evit merc'het  
 Ne qet ès dîn da zivoeret,  
 Hac ispicial an hini  
 A fell dêc'h da regeti ;  
 Mes c'houi a zo grêt ho labour,  
 Ha n'oc'h eus ezom a nep zicour  
 Nemet da gana, da youal,  
 Da fricotta ha da zançal.  
 Cetu amàn eur potr boujant,  
 Hac a dalvo dêc'h qeit ha cant.

Bo! né qet da glasq ar seurt-se  
 On-me sur laqet da vale :  
 Tec'h alesse te, côs marmous ;  
 Ni ne glascomp qet eur seurt mous.

Mar cavit ennes re dister  
 Evit dont da ober hoc'h affter,  
 Cetu amàn c'hoas eun all,  
 Hac evit ar güel n'eo qet fall.

22

Bonjour, dêc'h-hu, va den mad,  
 N'oc'h eus bremàn nemet tostât;  
 Me gred eo dre guriosite  
 Oc'h en em bresantet aze  
 Evit güelet hor plac'h coant,  
 Hac evit choaz ho santimant;  
 Mes hon affer-ni zo da guenta,  
 Hac e fell Demp e finissa.  
 Mar teuit amàn d'hon dale,  
 D'hon tro ni a ray dêc'h bale :  
 Ni ho paeo, hervez ar c'his,  
 Certen gant ar memes moneiz.

Lavarit dîn-me, me ho ped,  
 Ha merc'hed ho prô zo decedet,  
 Ma ranqit eta dont qeit-mâ  
 Da glasq merc'hed da fortunia?  
 Me a glêo lavaret en Breiz  
 E zeus certen merc'hed aleiz;  
 Ma rafec'h eur bournaden,  
 Ec'h alfec'h güelet meur a vanden,  
 Ha marteze abars fin ho tro,  
 Ho pe ar choaz eus anezo;  
 Evit amàn na zeus niçun  
 Contant da ober he fortun.

Lavarit dîn-me da guenta,  
 Petra a sinifi promessa!  
 Me a meus clêvet en peb amzer  
 E tleer delc'hel mad d'ar guer;  
 Hoguen, unan eus ho merc'het  
 E deveus d'an d'en-màn promettet  
 Feiz qercoulz ha fidelite :  
 Ni zor deut da glasq an dra-ze.

Penos eta? me am boa credet  
 E voac'h, c'houi, eun den a vrás speret :  
 Güir eo, ar seurt-se avichou  
 O deveus calz demeus a ureou.

*Quamdoque bonus*

*Dormitat humerus.*

Ha credabl eo e ve en ty  
Eur plac'h contant da zemezi,  
Hac e ve êt qêit-se ar brud,  
Hep ma ouffe netra he zud!

Pa ho clêvàn evelse o parlant,  
Me vel oc'h eus calz a dalant,  
Ha têod mad, ha descadurez,  
Ha calz inzign ha mil adres;  
Ec'h ouzoc'h mad forji guêyer  
Evit tremen ervad an amzer,  
Hac e fell dêc'h, gant ho latin,  
Hon amuzi-ni da c'hoarzin;  
Mes, hac e vec'h-hu avocat,  
Pâ noc'h eus qet dêc'h ar gos vad,  
Me a esper dont d'o fêza,  
Hac a c'hoarzo da ziveza.

*Ridebit benè*

*Qui ridebit in fine,*

Abars ma refot dîn-me plega,  
E scuizot sur c'hoas en ho sa.  
Sellaouit ervad, va c'homper,  
Pec'het bras eo coll an amzer;  
Eur poent a zo evit pep tra,  
Ha bremàn eo poent finissa.  
Diou vech e meus bet gouennet  
Ac'hann ar plac'h a eured :  
C'hoas daou c'her all : diou vech anter;  
Decidomp buan an affe.  
Eur vech, diou vech, anfin, teir güech;  
Cetu me bremàn direbech.  
Roit dîn-me bremàn ar plac'h,  
Pe e zân en hent gant va zac'h.  
Ar banquet a zo preparet,  
Ha bezit sur e vo débret.

24

**Goude qementse ni a velo**  
**Pe c'houi pe me eo a baeo.**  
**Ar pez a ra dìn differi,**  
**Eo an ezom eus anezi;**  
**Rac ouspen ma zeo eur plac'h coant,**  
**Leun a furnez hac a sqiant,**  
**Eo dilijant en e labour,**  
**En peb amzer prest d'am zicour;**  
**Mes mar oc'h eus-hi decevet,**  
**Ha dija en em bromettet,**  
**Allas! he c'halon a ve eno**  
**Hac amàn a enep he meno.**  
**Allòn , dont a ra em memor**  
**Oc'h eus grêt dìn calz a enor**  
**D'am pedi da vont d'ar banquet,**  
**Hac oc'h eus bet memes pedet**  
**Qement zo em c'homagnunez**  
**Da vonet iveau assambles.**  
**Eh bien! eno en eur banne güin**  
**Me a veuzo va oll chagrin,**  
**Hac a lavaro coulz hac eun all :**  
**An affer-màn n'en dêo qet fall;**  
**Rac-se, evit en em accordi,**  
**Pa viot prest, deut-ta en ty.**

*Compliment d'ar Vreg-Yaouang.*

**Debonjour déc'h-hu, Plac'h Nevez,**  
**Me ho salud gant levenez.**  
**N'en dêo qet va c'hondition**  
**Dont amàn déc'h-hu da sermon :**  
**Lezel a deer qementse**  
**Gant an nep o deus autorite.**

**Mar plich ganêc'h dont d'an ilis :**  
**Eno ar bêleg, hervez e ofic,**  
**A explico déc'h an oll zantelez**  
**Demeus ar Sacramant a Briedelez ,**  
**Hac an oll obligationou**

25

A gontact ar güir priejou.

Me a meus grêt va c'hommission ;  
Chanç vad déch ha güir union.

*Complimant d'an Ozac'h-Yaouanq.*

Ha c'houi ive, va den prudent,

A verit sur eur c'homplimant ;

Me reget déch digant Doue

Pep chanç-vad ha prosperite.

Cetu dirazoc'h an objet

Ha goulennet hac accordet :

Mar dòn bet ouz ho retardi,

Na gavit qet dies va excusi ;

Gouzout a rit an usach commun

Pa vez qestion eus ar fortun.

Bremàn, mar doc'h prest, hastit a fo,

Ne qet me mui ho taleo ,

Nemet ma rofot peb a vanne

D'am c'hamaraded coulz ha din-me.

### DISCOURS EVIT GOULEN EUR PLAC'H DA EUREUJI.

Salud, Compagnuez, gant eur galon ardant,  
Eus a greiz va c'halon e ràn va c'homplimant,  
Ma vouifen-me an tu, ar fêçon d'en ober,  
E ve va brassa joa plijout d'hoc'h oll dousder.

Peb action gaér, d'e ober pa zeomp,  
E zéo dre Sin ar Groas atao e commançomp ;  
En hano an Tad, ar Mab, hac ar Speret-Glan,  
Zo tri Ferson distinct en eur memes unan.

Abaoue ma vœan bian, var brec'h va maguerez,  
Me ain boa an desseign da antren er Palez ;  
Mes êru eo an deiz, an amzer ar vech-màn,  
Ma meus bet an enor da zont betec ennàu.  
Evit beza hirio antreet en ho ty,  
N'ouzoc'h qet, marteze, tenor va c'hevriди :  
Me zo eur messsager zo amàn digasset,